

## An ereour kozh

Hiniv-an-deiz e c'hell un den implij an teknologiezhoù nevez forzh aes (afe, get labourat un tamm...) evit deskiñ ar yezhoù : àr ar rouedad e kaver geriadurioù, testennoù, radioioù... DVDioù zo, CDioù ma c'heller gete lakaat e zivskouarn da labourat. E-leizh a draoù n'int ket en linenn mes dre bosteloù e c'hellomp tapout dielloù a dalvoudegezh. Dre ar foromoù e c'hellomp deskiñ pasapl ivez. Moaien a zo klask ha-razh, paot-mat fonnaploc'h evit get ar levrioù, gerioù 'zo ha penaos e vezont implijet dre skrid.

Neozh e c'hellomp tamall meur a dra d'an teknologiezhoù-se. Produiñ DVDioù, CDioù, lec'hiennoù, implij ar stlenneg bemdez, n'eo ket hep efed àr an endro ; evit sevel ar produioù, evit o mont en-dro, hor bez afer a zanvezioù diaoz, lod dibaot ; a energiezh ivez, kalzik ; saotrus-mat eo an difallajoù elektronek, ha gwelet ho peus marse skeudennoù ar bernioù-lastez elektronek en Trede Bed, ma kasomp didrabas-kaer hor mekanikoù brein da vervel.

Rekis-mat eo deomp soñjal ivez er pezh a vez boutet e bouzelloù an urzhiataerioù hiniv-an-deiz : fur eo gouarn àr baper roudoù anezhe, rak fonnapl e vez kollet traoù zo, pa ne vezont ket ankouaet ken aes ha tra, dre ma n'o gweler ket. A-fed brezhoneg, talvout a ra ar boan bizskrivñ pennadoù-komz a bep sort, da skouer

Un dra arall zo : na bout eo efedus-bras an urzhiataerezh evit klask gerioù fonnapl, keñveriiñ, rummata, ne faot ket ankouaat un urzhiataer kozh ha dibilh (hag hezoug-kaer !) a zo e pep unan ac'hanomp : an empenn. N'eo ket ken urzhiet an traoù a-barzh èl en urzhiataer, nann, mes dav eo deomp bout fiziañs en hon empenn evit gober daou dra : liammiñ traoù disheñvel a-grenn, ar pezh n'hell ket gober an urzhiataer hep ma vehent strollet en a-raok, en un teuliad, a-fetepañs-kaer. Hag ivez : komz ha kompren ar yezh komzet (komzomp, komzomp !), skriv ha lenn ar yezh skrivet. Pa vez anavet mat ul levr, ur yezh, e c'hell an empenn klask traoù ennañ, enni, en ur mod spletus-bras.

Reiñ boued d'hon urzhiataerioù, ya, mes n'eo ket didalvout naket lonkiñ, ni ivez, gerioù ha gouiañs par ma c'heller, a yaouank, ha pa vehe àr dachennoù disheñvel. Piv a oar pesort liammoù frouezhus a ray hon empenn, hor poell, etreze ?